



Ti ar vro Montroulez

**Keleier eus Kêr ar Pont
Bras
hag eus Bro Montroulez**

Informations de la Cité du Viaduc et du Pays de Morlaix

#2

Pennad-stur ar miz

Edito du mois

**Greomp anaoudegezh gant implijidi nevez K.L.T.
*Interview des nouveaux salariés de K.L.T.***



Pennad-kaoz gant Amy Lefevre ***Echange avec Amy Lefevre***

Piv out ? *Qui es tu ?*

Me eo Amy Lefèvre, o chom er C'houerc'had e Aodoù-an-Arvor, ma zud a zo o tont eus kichen Montroulez, me a zo bet ganet e Montroulez ha bet er skol tro-dro da Vontroulez ivez.

Je m'appelle Amy Lefèvre, j'habite au Vieux Marché dans les Côtes d'Armor, mes parents sont originaires de Morlaix, je suis née à Morlaix et j'ai été scolarisée dans le pays de Morlaix.

Penaos 'peus anavezet K.L.T. ? *Comment as-tu connu K.L.T. ?*

Ah ! Ur goulenn mat eo ! Anavezet em eus K.L.T. dre ar sonerezh, seniñ a ran e Bagad Montroulez ha da va soñj eo dre aze. Sikour a ra K.L.T. kevredigezhioù evel hini ar bagad evit raktresoù zo. Evit dont tre e-barzh K.L.T. da vat eo bet dre al labour. N'em eus ket kemeret perzh e stummadurioù war ar yezh gant K.L.T., war internet em eus gwelet ur c'hinnig labour a-berzh ar gevredigezh ha setu em eus lakaet ma anv evit ar post.

Ah ! Bonne question ! J'ai connu K.L.T. par le biais du Bagad de Morlaix où je joue, parce que K.L.T. aide des associations comme celle du Bagad à la réalisation et la promotion de certains projets. Pour ce qui est d'intégrer K.L.T., c'est grâce au travail, je n'ai pas pris de cours à K.L.T. auparavant, j'ai vu une offre d'emploi sur internet alors j'ai postulé !

Penaos 'peus desket brezhoneg ? *Comment as-tu appris le breton ?*

Me a zo bet er Skol-Veur brezhoneg e Brest goude al lise peogwir em boa c'hoant da zeskiñ brezhoneg, va zud oa ket re re a-du met bon (c'hoarzhin a ra), tapet em eus an aotreegezh ha da c'houde on bet skolaerez divyezhek e Bulat-Pestivien (Aodoù-an-Arvor).

Après le Bac, j'ai fait une licence de breton à l'Université de Brest parce que je souhaitais apprendre le breton, mes parents étaient pas trop pour mais bon (rire), j'ai eu ma licence et occupé un poste d'institutrice à l'école Div yezh de Bulat-Pestivien dans les Côtes d'Armor.

Petra eo da labour e-barzh e K.L.T. ? *Quelle est ta mission à K.L.T. ?*

Amañ e K.L.T. emañ o vont d'ar skolioù adarre (paouezet he doa gant ar vicher), evit reiñ un tañva eus ar brezhoneg d'ar vugale evit lakaat anezho d'ober anaoudegezh gant ar yezh ha deskiñ kanaouennoù, selaou istorioù, ober c'hoarioù...

Ici à K.L.T., je vais dans les écoles pour initier les enfants au breton, leur faire découvrir la langue en apprenant des chansons, en écoutant des histoires, en faisant des jeux...

E peseurt skolioù e labourez ? *Dans quelles écoles tu intervies ?*

Skolioù bro Montroulez dre vras, betek Sizun ha Sant-Servez, hiziv da skouer oan e skol Jean Piaget (Montroulez) gant bugale ur c'hlas lieslive ennañ, eus ar re grenn betek ar CM2, bep klasad d'e dro.

Ar mintin-mañ hon eus graet c'hoarioù evit deskiñ al livioù gant ar re vihan. Gant ar re CM2 ez eus moaien da vont un tamm pelloc'h, klask lakaat anezho da skrivañ pe da lenn.

E Jean Piaget eo disheñvel un tamm, ne vez ket graet kentelioù brezhoneg da vat met kentelioù e brezhoneg neuze betek an Hollsent e vimp oc'h ober sonerezh e brezhoneg gant ar vugale.

Se zo diouzh raktres pep skol da-geñver ar brezhoneg, pa erruan en ur skol bennak e c'houlennan gant ar c'helenner petra en deus c'hoant da ober : pe e teuan gant ma zraoù din me, pe e rannomp soñjoù etrezomp evit gwelet hag-eñ eus moaien da sevel ur raktres pe liammañ ma labour gant kentelioù all.

Plijus eo kaout eskemmoù gant ar skolaerien evit klask mont pelloc'h ha kaout un doare da liammañ ar pezh a ran gant ar pezh vez graet ganto ar peurrest eus ar sizhun. Pep kentel a bad etre 3/4 eur, un eur, ar pezh n'eo ket kalz, neuze ma vez ul liamm gant kentelioù all ez eus moaien dezho adselaou, adlenn un dra..., ar pezh zo mat d'ar vugale evit klask mont pelloc'h un tamm.

Les écoles du pays de Morlaix en général, jusqu'à Sizun et Saint-Servais. Aujourd'hui par exemple j'étais à l'école Jean Piaget (Morlaix) avec des enfants de tous niveaux, de la moyenne section au CM2, avec les moyennes section on a fait des petits jeux pour apprendre les couleurs.

Avec les CM2 on essaye d'aller un peu plus loin en les faisant lire et écrire.

A Jean Piaget c'est un peu particulier, je ne donne pas de cours de breton à proprement parlé, jusqu'à la Toussaint je m'occupe de donner les cours de musique en breton.

Le fonctionnement n'est pas le même dans toutes les écoles, ça dépend du projet de l'école en rapport avec mon intervention. Quand j'arrive dans une école je demande à l'instituteur comment il veut procéder, soit je viens avec mon cours, soit on échange pour monter un projet en lien avec mon intervention. C'est sympa de pouvoir échanger avec les instituteurs pour essayer d'aller plus loin, trouver un moyen de lier mon cours aux leurs et que les élèves puissent, dans la semaine, revenir sur quelque chose qu'on a fait en breton parce que 3/4h ou 1h par semaine c'est plutôt court pour réussir à avancer.

Penaos out bet degemeret er skolioù ? Vous êtes reçu comment dans les écoles ?

« Oh degemeret mat on bet, ar skolaerien a zo kontant da gaout tud a zegas traoù all, evito eo un tamm nebeutoc'h a labour e-pad un eurvezh ».

On est bien accueilli, les enseignants sont contents d'avoir quelqu'un qui peut apporter quelque chose en plus dans leurs cours et puis cela leur dégage un petit temps libre pour avancer sur autre chose.



Pennad-kaoz gant Galaad Biannic **Echange avec Galaad Biannic**

Piv out ? *Qui es-tu ?*

Me eo Galaad eus Montroulez, me a vo 30 vloaz fin ar bloavezh, ganet e Brest met deuet da Vontroulez diouzhtu.

Je m'appelle Galaad, je suis né à Brest mais je vis ici à Morlaix et j'aurai 30 ans en fin d'année.

Penaos 'peus desket brezhoneg ?

Comment as-tu appris à parler breton ?

Desket em eus brezhoneg e Stumdi ha goude em eus addesket ar yezh gant ma mamm peogwir em eus desket e Landerne ha ma mamm a zo a orin eus Bodsorc'hel ha n'eo ket tout a fait memes brezhoneg setu e oa ret din addeskiñ ar yezh. Ma mamm a gomz brezhoneg abaoe m'eo bihan, he yezh kentañ eo met n'he doa ket desket din diouzhtu peogwir e sonje dezhi e oa echu gant ar brezhoneg. Ma zad ne ra ket.

J'ai commencé à apprendre le breton à Stumdi et je l'ai réappris avec ma mère parce que c'est pas tout à fait le même breton, elle est originaire de Botsorhel et elle le parle depuis qu'elle est enfant, c'est sa langue maternelle alors elle m'a tout réappris dans son breton à elle. Elle ne m'y avait pas initié étant enfant parce qu'elle pensait qu'il n'y avait pas d'avenir pour la langue. Mon père lui ne le parle pas.

Penaos 'peus graet anaoudegezh gant K.L.T. ?

Comment as-tu connu K.L.T. ?

N'on ket evit lâret dit, sur a-walc'h em eus bet gwelet paperoù a-berzh K.L.T. pa oan e Stumdi.

Je sais pas vraiment, j'ai du voir des papiers venant de K.L.T. quand j'étais encore à Stumdi et puis j'ai vu l'offre d'emploi à la fin de l'année scolaire dernière.

Petra eo da labour e K.L.T. ? Quelle est ta mission à K.L.T. ?

Reiñ a ran kentelioù d'ar re o deus c'hoant deskiñ brezhoneg pe mont pelloc'h gant ar yezh. E mod all un tamm tañva eus ar brezhoneg d'ar re vihan e skol Lanneur da skouer.

Je donne des cours du soir à ceux qui veulent apprendre ou aller plus loin avec la langue dans le Pays de Morlaix, sinon je fais un peu d'initiation dans les écoles comme à Lanneur par exemple.

Pelec'h 'peus labouret a-raok ha perak ar c'hoant da labourat e brezhoneg e K.L.T.?

Tu faisais quoi avant et pourquoi tu as choisi de venir travailler à K.L.T.?

A-raok e oan stummer e Stumdi, c'hoant em boa da zerc'hel gant al labour, reiñ plijadur d'an dud o teskiñ brezhoneg, sell aze em boa bet labouret e brezhoneg gant ar vugale un tamm ivez. Ar pouezusañ evidon eo reiñ plijadur d'an dud o teskiñ brezhoneg. Ar santimant am eus e vez tapet plijadur amañ gant an dud o teskiñ, ha me war ar memes tro !

Avant j'étais formateur pour Stumdi, je voulais continuer de donner du plaisir aux gens en apprenant le breton et j'avais déjà travaillé un petit peu avec les enfants. J'ai l'impression que les gens prennent du plaisir à apprendre ici à K.L.T. et moi de même !



**Maud Madec a zo ganeomp ivez ar bloaz-mañ.
Labourat a ra e-barzh teir skol: Sant-Yann-ar-Biz, Gwimaeg,
Taole**

***Maud Madec est salariée de K.L.T. également cette année.
Elle intervient dans trois écoles: Saint-Jean-du-Doigt, Guimaëc
et Taule.***

Tristan Morvan

K.L.T

Da gas da soñj deoc'h *Rappel*



KLAKENNIÑ

Yaouvezh kentañ ar miz

Emgav etre brezhonegerien ha tud o teskiñ pe peurlzeskiñ brezhoneg

Rendez-vous entre bretonnants et personnes apprenant le breton

Adalek 6e d'abardeaz en Ty Coz e Montroulez
A partir de 18h au Ty Coz à Morlaix

Digoust
Gratuit



KENTELIOÙ BREZHONEG GANT K.L.T.

Cours de Breton par K.L.T.

Stummadur hir Roudour / Formation
longue Roudour

Kentelioù d'an daoulamm / Cours de breton en
accélééré

Brezhoneg er skolioù...hag er gêr ! / Le breton
à l'école...et à la maison !

Kentelioù-noz / Cours du soir

- Niveau 1 - débutant
- Niveau 2 - faux débutant
- Niveau 3 - intermédiaire
- Niveau 4 - semi-confirmé
- Niveau 5 et plus - Je parle breton !

Plus d'information sur :

www.kl.bzh

02 98 65 98 79

kewanadoo.fr

41 Quai du Léon 29600 Morlaix



Klakenniñ

Emgav etre brezhonegerien en Ty Coz yaou kentañ ar miz.

Emgav kentañ d'ar yaou 03 a viz Here 2019 da 6e d'abardaez.

Rendez-vous entre bretonnants au Ty Coz le premier jeudi du mois.

Prochain rendez-vous le jeudi 03 Octobre 2019 à 18h.

Kentelioù noz

Ar c'hentelioù brezhoneg a zo krog en-dro!

N'eo ket re zivezhaat c'hoazh evit lakaat e anv dre bostel pe diouzh an telefon.

Les cours du soirs en Breton ont repris !

Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire par mail ou téléphone (contact en bas de page)!

Staj evit tud ar vugale, hentadoù Div yezh, Dihun ha Diwan Stage pour les parents d'élèves des filières Div yezh, Dihun et Diwan



LE BRETON À L'ÉCOLE... ET À LA MAISON !

Vous êtes parents d'enfant(s) scolarisé(s) en filière Div Yezh, Dihun, Diwan. Vous aimeriez acquérir simplement et rapidement des bases de breton pour échanger avec votre enfant, comprendre davantage son parcours scolaire... Cette formation est faite pour vous !

**LES SAMEDIS 12 ET 19 OCTOBRE
TI KASTELLIZ
SAINT-POL-DE-LÉON**

*Inscription au 02.98.63.98.79 / 06.82.77.10.10
ou par mail à : klt@wanadoo.fr*

"Le Breton à l'école... et à la maison !"

Stajoù tañva eus ar brezhoneg evit ar gerent o defe c'hoant da gaout divizioù simpl gant o bugale er gêr ha peurgompren ar yezh implijet ganto er skol.



Durée : 6 heures d'apprentissage divisé en 2 sessions de 3 heures

Contenu : Des phrases types du quotidien "prêtes à l'emploi", à utiliser tout au long de la journée de l'enfant : le lever, les repas, la toilette, les trajets à l'école...

Méthode : Pas de grammaire, pas d'écrit! Apprentissage à l'oreille à l'aide de supports ludiques et une pratique orale concrète (sketchs, dialogues, jeux...)

Support : Un dossier complet et des affichettes avec du vocabulaire, les dialogues et les chansons seront remis aux stagiaires. Les enregistrements audio sont à retrouver sur le site de K.L.T. pour continuer avec la bonne prononciation

10 € la session

Renseignements et inscriptions à K.L.T.
02.98.63.98.79
06.82.77.10.10
www.klt.bzh
klt@wanadoo.fr

"Le Breton à l'école... et à la maison !"

Stage d'initiation à la langue bretonne destiné aux parents d'élèves qui souhaiteraient pouvoir continuer d'échanger en breton à la maison avec leurs enfants.

Festival Tan Miz Du

Krog mat omp da brientiñ 20vet Festival Tan Miz Du!
Amañ dindan skritell 2019 hag ur gouviadenn da gemer perzh e-barzh "Stalioù Kan Bro Montroulez" d'ar sadorn 26 a viz Here e Plouigno.
Roll an abadennoù a vo embannet prestik war www.klt.bzh



*La préparation du 20ème Festival Tan Miz Du avance à grand pas!
Ci dessous l'affiche 2019 et l'invitation à participer au "Stalioù Kan Bro Montroulez" du samedi 26 octobre à Plouigneau.
Le programme compert à retrouver très prochainement sur www.klt.bzh*

Eostiged ar Stangala • War hent Gwernig • Fest-noz Mont da Zañsal • Talec-Noguet Quartet • Le Bour Bodros • Abadennoù Dañs Treger • Balades ADDES • Hent Telenn Breizh • La Baie des Livres • Stages, conférences, expositions, théâtre, cinéma et mille autres manifestations...




TAN MIZ DU

Eus ar **26** a viz Here • Betek ar **1**^{añ} a viz Kerzu
du **26** octobre ••••• au **1**^{er} décembre

Toutes les manifestations sur | An holl abadennoù war : www.klt.bzh,  et 

www.klt.bzh    

Yezh ha kultur Breizh e bro Montroulez • Langue et culture bretonnes en Pays de Morlaix
Kenurzhiet gant, coördonné par : KLT, Fédération des associations culturelles bretonnes du Pays de Morlaix • Pellgomz, téléphone : 02 98 63 98 79



STALIOÙ KAN BRO MONTROULEZ

A L'OCCASION DE LA 20ÈME ÉDITION DE
TAN MIZ DU COORDONNÉ PAR K.L.T.

Les ateliers de Kan-ha-diskan de K.L.T. et ses associations
adhérentes vous invitent à les rejoindre le
Samedi 26 Octobre 2019 à 18h00 à Plouigneau (Foyer Rural)
Fichiers textes et audio, consultez le site de K.L.T.: www.klt.bzh

Pour participer en tant que chanteur/chanteuse, il vous suffit de
vous inscrire auprès de Yvon POSTEC ou Michel PERON.

K.L.T. vous offre l'entrée au fest-noz

Talec Noguét Quartet, Le Bour Bodros, J.P. Quéré/C. Lemaître,
Y. Berthou/D. Creignou

Pour plus d'information contacter :

Yvon POSTEC: 06.88.14.23.53

Michel PERON: 06.07.29.55.15



Mont
da Zañsal

2019
#7

Plouigno
Foyer rural Plouigneau

d'ar Sadorn
26
a viz Here
octobre

20h30
Krapouezh
Crêpes 7€

TALEC - NOGUET 4TET
LE BOUR - BODROS
QUÉRÉ - LEMAÎTRE
BERTHOU - CREIGNOU

Hag ivez..
Et aussi...
Montroulez - 14h
Stajoù
Plouigno - 14h
Fest-Nozig

18H
INAUGURATION
20^e FESTIVAL
TAN MIZ DU



Mont da zañsal



Stajoù sonerezh,
kan & dañs
Stages de musique, chant & danse

Akordeoùs diatonek: Yannig Noguêt (accordéon)
Kan ha diñkan: Rozenn Talec (chant en breton)
Violoùs: Christian Lemaître (violin)
Dañs Leon: Tud ar Vro (danse Leon)

Montroulez
Morlaix

D'ar Sadorn 26 a viz Here 2019
Samedi 26 octobre 2019

Plus d'infos : <http://montdazansal.e-nouiza.com> ou 06.82.97.32.41

Diwenti / Mo ne vez ket treuzet a duit endevit e c'hedo ar stag-t labour bezall nullet.
Attention / Si le nombre d'inscrits est insuffisant, l'atelier pourra être annulé.

X- Labaoz e anv / Bulletin d'inscription

ANV / NOM : _____ Anv-bihan / prénom : _____

Oad / âge : _____

Chomlec'h / adresse : _____

PgZ / léi : _____ Postal / email : _____ @ _____

Kemec'h a rin perzh e stag-t labour / participera à l'atelier de : _____

Da c'hozaout / infos pratiques :

	Instruments	Kan ha diñkan	Dansee
Priz ar stag ent / coût	30 €	30 €	5 €
Horarioù horaires	14h-17h	14h-17h	14h-17h

Envoyez votre bulletin d'inscription rempli et votre chèque à l'ordre de « Mont da Zañsal »
avant le 26 octobre (il importe de avoir tout payé) :
Mont da Zañsal - 2 Impasse Karbondin - 29600 Saint Martin des Champs
Plus d'infos : 06.82.97.32.41 - montdazansal@gmail.com



Stages organisés par Mont da Zañsal le 26/09/2019

Dans le cadre du festival Tan Miz Du, l'association Mont da Zañsal propose des stages de musique, chant et danse traditionnels organisés le dernier week-end d'octobre.

Cette année, ce sera le **samedi 26 octobre à Morlaix**.

Les animateurs des stages sont des musiciens / chanteurs référents dans leur spécialité et à l'affiche du fest-noz du soir.

Lec'hienn Mont da zañsal

Kevredigezhioù K.L.T. *Associations adhérentes*

Tud ar Vro



Atelier Tud ar Vro

L'atelier de chant dans la danse animé par Tud ar Vro a lieu tous les 15 jours (jeudis des semaines paires), au Mille club de Plouénan.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 3 octobre.

Pique-nique dans la salle dès 19h30. Début de la séance à 20h jusqu'à 22h exclusivement sur le répertoire chanté et dansé sur les pays du Léon.

Les "débutants" y ont toute leur place et sont les bienvenus.

Plus de renseignements auprès de Yvon Postec 06.88.14.23.53

Ou sur le site de Tud ar Vro

[Site de Tud ar Vro](#)



Stal-labour Tud ar Vro

Stal-labour kanañ ha dañsal gant Tud ar Vro e sal Ar mille-club e Plouénan, d'ar yaou bep pemzektez (sizhun par). An hini da zont a vo d'an 3 a viz Here.

Krog e vez gant ur pik-nik da 7e30 noz evit komañs da 8e betek 10e noz. Labour war ar c'hanaouennoù, an dañsoù met ivez gwerzhioù o tont eus Bro Leon.

Evit muioc'h a ditouroù, pellgomzit da Yvon Postec 06.88.14.23.53

Pe lec'hienn internet "Tud ar Vro"

[Lec'hienn Tud ar Vro](#)

Kafe brezhonneg



Kafe Brezhonneg à Henvic

Un kafe brezhonneg se tient tous les 2ème mercredi du mois à Henvic.

Échanges en breton de 15h à 17h30.

Ouvert à tous, le but est de prendre du plaisir en parlant, en écoutant et pourquoi pas améliorer son niveau de breton !



Kafe Brezhonneg e Henvig

Kafe brezhonneg eil merc'hervezh ar miz e Henvig.

Rannañ e soñjoù e brezhonneg etre 3e ha 5e30 g.k.

An holl a c'hell kemer perzh : plijadur da gaozeal, da selaou hag un doare

Un atelier d'apprentissage se tient chaque 3ème mercredi du mois à Henvic.

Afin de s'y sentir plus à l'aise pour y chanter, raconter des histoires, des contes...

Pour un avenir possible à ces rencontres, il est nécessaire de se former pour prendre la relève !

Plus de renseignements auprès de Yvon Postec 06.88.14.23.53

da vezañ hardisoc'h gant ar yezh!

Ur stal-labour evit deskiñ kontañ istorioù e brezhoneg


Trede merc'hervezh ar miz e Henvig etre 10e diouzh ar mintin ha kreisteiz

Muioc'h a ditouroù: pellgomzit da Yvon Postec 06.88.14.23.53

Hag ar stourm bepred !

Mobilisation général a l'appel de François Alfonsi, député européen

CORSES, BRETONS, OCCITANS :
ILS PARLENT ENFIN LA MÊME LANGUE !



MOBILISATION GÉNÉRALE

POUR QUE VIVENT NOS LANGUES !

Nos langues alsacienne-mosellane, arpitane, basque, bretonne, catalane, corse, flamande, occitane sur le territoire hexagonal, créoles et autochtones dans les territoires d'Outre-Mer, résistent pour ne pas disparaître. Elles figurent toutes à l'inventaire des « langues menacées de disparition » établi par l'Unesco. Malgré l'élan mondial pour que biodiversité naturelle et biodiversité culturelle soient enfin considérées et préservées, malgré les textes internationaux qui régissent les droits de l'Homme et les droits des peuples à refuser la colonisation et l'assimilation, l'État français continue son œuvre de destruction du patrimoine immatériel millénaire que sont nos langues et nos cultures.

Au point de faiblesse où elles sont rendues, c'est de leur survie dont il est question. Les populations concernées sont attachées à la sauvegarde du patrimoine linguistique et culturel de leurs territoires. Les efforts de nombreux militants, parents d'élèves, enseignants, élus et bénévoles qui forment un réseau dense et actif ne suffiront pas. Chacun avec ses moyens, école publique ou enseignement sous contrat, fait de son mieux mais il n'existe en France aucune volonté réelle, derrière des apparences et des discours convenus, de la part des pouvoirs politiques qui se succèdent à la tête de l'Etat.

L'enseignement est un vecteur essentiel de la transmission et de la vitalité de nos langues, et la loi précise que l'enseignement des « langues régionales » doit être favorisé. Or nous constatons que les différentes formes d'enseignement (option, bilingue et immersive) sont mises à mal par la politique de l'actuel ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer. Encore plus que ses prédécesseurs, il veut accélérer le déclin de nos langues. Il l'a montré avec sa récente loi sur la réforme du baccalauréat, et par ses déclarations au Sénat le 21 mai dernier contre l'enseignement par immersion.

NOUS APPELONS À LA MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE CE MINISTRE DONT LA POLITIQUE CONDUIT À UN VÉRITABLE LINGUICIDE !

L'enseignement immersif est monnaie courante en Europe et dans le monde pour la sauvegarde de langues menacées par une langue dominante : pour le français au Québec (vis à vis de l'anglais), pour le basque ou le catalan en Espagne (vis à vis du castillan), pour le gallois en Grande Bretagne (vis à vis de l'anglais), pour l'allemand en Belgique germanophone, etc... Elle est devenue une pratique reconnue pour l'enseignement de nos langues en France, depuis de nombreuses années dans le secteur de l'enseignement associatif de type *Diwan* (Bretagne), *Seaska* (Pays Basque), *Calandretas* (Occitanie), *Bressola* (Catalogne), *ABCM Zweisprachigkeit* (Alsace) et, plus récemment, avec des expérimentations prometteuses dans l'enseignement public, en Corse et au Pays Basque. Selon la déclaration de M. Jean-Michel Blanquer devant le Sénat, tout cela doit disparaître !

La réforme du baccalauréat est terrible pour nos filières d'option de « langues régionales », et le discours officiel qui la présente comme une « avancée » est un sommet de mauvaise foi et de mensonge. Alors que les effectifs d'élèves inscrits en langues régionales sont en chute libre, le Ministère a le culot de produire des argumentaires, recteurs en tête, pour prétendre que cette réforme est un bien pour ces matières et leur

enseignement ! En France l'intégrisme jacobin continue de sévir dans les ministères, et notamment dans celui de l'Éducation Nationale !

Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est l'existence-même du patrimoine culturel que nous portons, en Corse, en Bretagne, en Alsace et Moselle, en Catalogne, en Flandre, en Savoie, au Pays Basque, dans l'ensemble occitan et dans bien d'autres régions françaises attachées à leurs particularités culturelles et linguistiques, qui est en jeu.

Nous nous sommes rassemblés pour que, au Parlement Européen, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dans les Collectivités, villes et villages de nos territoires qui portent la diversité culturelle de la France et de l'Europe, un mouvement de protestation indignée, combative et générale se lève pour arrêter ces politiques linguicides et pour que soient enfin décidées des politiques nouvelles porteuses d'espoir pour l'avenir.

POUR QUE VIVENT NOS LANGUES
MOBILISONS-NOUS !

RASSEMBLEMENT DEVANT LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 À 12 HEURES

Pour y participer, inscrivez-vous auprès des organisations signataires ou auprès de :
pour.que.vivent.nos.langues@gmail.com

K.L.T
41 Quai du Léon
klt@wanadoo.fr
www.klt.bzh
02.98.63.98.79
06.82.77.10.10



[Se désinscrire](#)



© 2019 K.L.T.